

**En eur glevout ne zeus lavaret nep ger Brezonek
var bez ar Gonidec**

Penaos ? nep ger ebet en hor iez Brezonek
 Ne zeus bet lavaret var bez AR GONIDEC !!!
 Oh ! pebes dienez a zereadigez
 Evit envor hor Mestr, reizer bras eus hor iez !
 5 Eus a weled e vez e relegou, hep mar,
 O devije trided a galoun an douar
 Gant laouenidigez o klêvout komz eno
 Eur Breziad mad benak er iez ker eus e vrô.
 En Brezonek, dreist oll, eo e tleyet meuli
 10 An den ken gwiziek er iez ker hor brô-ni.
 Piou en deveus biskoas koulz hak én dellezet
 Brassoc'h meuleudiou abers ar Vretonet ?
 Dezàn eo e tleomp an digemesk, ar reiz
 A velomp zo hirio en hor iez ker a Vreiz.
 15 GONIDEC ! gwir Breziad, eus a lein an ênvou
 Deus da zigemeret hor gwir meuleudiou :
 Da hano birviken na vo ankounac'het
 Epad vo ur strill goad ebars er Vretonet.

14 here, 1845
 Eur Breziad.
 A. Lédan.

Penaos ? nep ger ebet en hor *ies Brezonec*

5

Eur Breiziad mad benak er *ies* ker eus e *Vro*

10 An den ken gwiziek er *ies* ker hor brô-ni

a velomp zo hirio en hor *ies* ker a *Vreiz*.

15

**En entendant qu'aucun mot breton n'a été prononcé
sur la tombe de Le Gonidec**

Comment ? Aucun mot en notre langue bretonne
N'a été prononcé sur la tombe de Le Gonidec !!!....
Oh quel manque de convenance
Pour la mémoire de notre maître, grand correcteur de notre langue !
5 Du fond de sa tombe, sans aucun doute, ses ossements,
Aurient vibré au coeur de la terre,
De la joie d'entendre s'exprimer là
Quelque bon Breton, en la belle langue de son pays.
C'est en Breton, surtout, que l'on devait louer
10 Un homme si érudit sur la langue de notre pays.
Qui a jamais mérité autant que lui
De plus grandes éloges de la part des Bretons ?
C'est à lui que nous devons la mise en ordre, la correction
Que nous voyons aujourd'hui dans notre belle langue bretonne.
15 Gonidec ! Vrai Breton, du haut des cieux
Viens recevoir nos sincères louanges :
Ton nom ne sera jamais oublié
Tant qu'il aura un filet de sang dans les veines des Bretons.

14 octobre 1845.

Un Breton.

A. Lédan